

Réservé à l'organisation

Ordre d'enregt.	Date dossier complet	Chèque	OK	Env. Timb.	Rgt Int	Atté (part.)	RC-Pro	Voit	ml	Emplacement 2015	Emplacement 2016
		€									

kuzullannuon@gmail.com

Plgz : 06.17.98.31.55 (répondeur)



Fichenn enskrivañ Bulletin d'inscription

**26vet Marc'had al Laou Lannuon
SUL 17 A VIZ GOVERE 2016**
26^e Puces Lannionnaises
Dimanche 17 juillet 2016


Da vezañ kaset en-dro, dre lizher, gant an holl deulioù goulennet (s.o. mellad 5 ar reoliadur diabarzh) da :
A faire parvenir, par courrier avec l'ensemble des documents (cf article 5 du Règlement intérieur) à :

 **Kuzul Diwan Lannuon**
4 rue des fontaines
22300 LANNION
Avant le 1^{er} juillet

C'hoant m'eus en em enskrivañ:

Je souhaite réserver :



1 m < a < 5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	+ 
12 €	14 €	16 €	18 €	20 €	22 €	24 €	26 €	+7,50€
a =								

Anvioù hag anvioù-bihan (- evit pep perzhiad)	Chomlec'hioù (- evit pep perzhiad)	Natur, niv. ar baperenn bivelezh, deroet gant, deiziad an dereiñ (- evit pep perzhiad)
Noms et prénoms (- pour chaque participant)	Adresse (- pour chaque participant)	Type & N° de la pièce d'identité, délivrée par & à la date du (- pour chaque participant)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Goulenn a reomp diganeoc'h kas ar memes paperioù bivelezh ganeoc'h evit devezh an 17 a viz Gouere.

Nous vous demandons de bien vouloir apporter le même justificatif d'identité sur place le 17 juillet

Ho postel : Mon Email :

Evit an dud a-vicher :

Pour les Professionnels :



Niv. marilh ar c'henwerzh	deiziad ha lec'h an dereiñ
N°Registre du Commerce	Date et lieu de délivrance

Evezhiadenn dibar

Remarques :

Diskleriañ a ran, me, issinet Ao/ltr

Je soussigné(e) M / Mme

bezañ lennet hag asantet ar reoliadur 2016

déclare avoir pris connaissance du règlement 2016

e

à

d'ar/an

le

Sinadur
Signature



TESTENI WAR AN ENOR
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
 (une par participant)

Evit an hiniennoù a fell dezho kemer perzh en darvoudoù a vez graet « marc'had ar c'hozhkailhoù » pe « marc'had al laou » anezho, aozet e departamant Aodoù-an-Arvor, a-benn gwerzhañ pe eskemmañ traoù ha bitrakoù, div wech ar bloaz d'ar muiañ.

Destinée aux particuliers souhaitant participer aux manifestations dites « brocantes », « vide-greniers » organisées dans le département des Côtes d'Armor en vue de la vente ou d'échange d'objets mobiliers usagers dans la limite de deux participations par an.

Chom hep doujañ ouzh ar reolennoù-mañ a c'hellfe lakaat ac'hanoc'h diaes en abeg d'ul « labour kuzhet », evel rakwelet e mellad L.324-9 dezveg al labour, ha bezañ kastizet hervez ar mellad L.362-3 (tri bloavezh toull-bac'h ha tell-gastiz 45 000 €).

Le non-respect de cette limite pourra entraîner, à l'encontre de son auteur, des poursuites judiciaires, pour, notamment, l'exercice d'un travail dissimulé, délit prévu par l'article L.324-9 du code du travail, puni des peines prévues à l'article L.362-3 (trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende).

<p style="text-align: center;">Me, issinet :</p> <p>• Anv</p> <p>• Anv-bihan</p> <p>• Chomlec'h.....</p> <p>.....</p> <p>• Paperenn: Niv, doare :</p> <p>A c'houlenn lakaat va anv evit kemer perzh : D'an 17 / 07 / 2016 e « Marc'had al Laou » aozet gant Kuzul Skoazell Diwan Lannuon.</p> <p>Ha diskleriañ war va enor, evit ar bloavezh 2016 : (*) kemer perzh evit ar wech kentañ (*) (pe) bezañ kemeret perzh c'hoazh d'ar/an, d'ar/ane.....</p> <p style="text-align: right;"><i>(*) Barrennit al linenn chomet dizimplij</i></p> <p style="text-align: right;">Graet d'ar/an</p> <p style="text-align: right;">e</p> <p style="text-align: center;">Sinatur</p>	<p style="text-align: center;">Je, soussigné (e) :</p> <p>• Nom</p> <p>• Prénom</p> <p>• Adresse complète.....</p> <p>.....</p> <p>• Pièce d'identité: N° , type :</p> <p>Sollicite mon inscription à la manifestation organisée : Le 17 / 07 / 2016 « les puces Lannionaises » par le Kuzul Skoazell Diwan Lannuon.</p> <p>Et déclare sur l'honneur, pour l'année 2016 : (*) qu'il s'agit de ma première participation (*) (si tel est le cas) avoir participé une première fois, leà</p> <p style="text-align: right;"><i>(*) rayez la mention inutile</i></p> <p style="text-align: right;">fait le</p> <p style="text-align: right;">à</p> <p style="text-align: center;">Signature</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Me, issinet :</p> <p>• Anv</p> <p>• Anv-bihan</p> <p>• Chomlec'h.....</p> <p>.....</p> <p>• Paperenn: Niv, doare :</p> <p>A c'houlenn lakaat va anv evit kemer perzh : D'an 17 / 07 / 2016 e « Marc'had al Laou » aozet gant Kuzul Skoazell Diwan Lannuon.</p> <p>Ha diskleriañ war va enor, evit ar bloavezh 2016 : (*) kemer perzh evit ar wech kentañ (*) (pe) bezañ kemeret perzh c'hoazh d'ar/an, d'ar/ane.....</p> <p style="text-align: right;"><i>(*) Barrennit al linenn chomet dizimplij</i></p> <p style="text-align: right;">Graet d'ar/an</p> <p style="text-align: right;">e</p> <p style="text-align: center;">Sinatur</p>	<p style="text-align: center;">Je soussigné (e) :</p> <p>• Nom</p> <p>• Prénom</p> <p>• Adresse complète.....</p> <p>.....</p> <p>• Pièce d'identité: N° , type :</p> <p>Sollicite mon inscription à la manifestation organisée : Le 17 / 07 / 2016 « les puces Lannionaises » par le Kuzul Skoazell Diwan Lannuon.</p> <p>Et déclare sur l'honneur, pour l'année 2016 : (*) qu'il s'agit de ma première participation (*) (si tel est le cas) avoir participé une première fois, leà</p> <p style="text-align: right;"><i>(*) rayez la mention inutile</i></p> <p style="text-align: right;">fait le</p> <p style="text-align: right;">à</p> <p style="text-align: center;">Signature</p>
---	---